


AR

C'HIS ANCIENNA.

HAC

AR C'HIS A ZO BREMA.

Var an ton gallec : *C'était la vieille méthode.*

Goechal ne voa son abet,
Rac ne voa qet a sujet,
Ar bed a voa meurbet parfet :

Honnez voa ar c'his ancienna.
Bremâ zo calz oc'h ober rimou,
Muioc'h oc'h ober sotisou ;
Ne veler casi qen er vrô :

Honnez ar c'his a zo bremâ. *(bis.)*

Goechal e voa an enor
Hac ar merit a rê decor,
Digor e voa dezec an nor :

(2)

Honnes voa ar c'his ancienna,
Bremâ ê lorc'h , pinvidiguez .
A ve preferet alies
D'an honestis ha d'ar furnez :
Honnes ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal e voa ar vêleyen ,
An noblanç , an dud a bluen
A zougue montr en pep tachen :
Honnes voa ar c'his ancienna.
Bremâ bete gant ar mevelien ,
Potret saout ha qemenerien ,
E veler montr pe eur chaden :
Honnes ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal e voa eun amzer
Ne voa qet autrou ar stouper ;
Güisqet e voa diouz e vicher :
Honnes voa ar c'his ancienna.
Mes abaoue ma toug faus-chemis ,
Var e scouarn eun toq bourc'his ,
E coll ar furnes gant ar c'his :
Honnes ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal en peb güiaden
E doa peb mates e steuen ;
Cetu eno e zoaleten :
Honnes voa ar c'his ancienna.

Mes bremâ merc'h eur c'hlasquer bouëd

A zoug voulous , franch , colinet ,

Eur chal , eur c'hoef dantelezet :

Honnez ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal ar yaouanqisou

N'ent qet d'an hostalirioù ,

Na ne chomment qet en hentchou :

Honnez voa ar c'his ancienna.

Ober deboch , chom da roulân ,

Epad an nôs chom da evân ,

Ha goude se..... tevel a rân :

Honnez ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal ar merc'het yaouanq

A chomme pell ha fur ha coant ,

Rac n'event qet a vouin-ardant ;

Honnez voa ar c'his ancienna.

Istr'eguet merc'het va c'hanton ,

A lip bremâ ar bortion

Hac a gaillar o c'hotillon :

Honnez ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal en amzer gôs

E ranqe ar merc'hed , qent an nôs ,

Beza er guær pe cavet cros :

Honnez voa ar c'his ancienna.

Mes bremâ eo changet an heur ,

(4)

Rac ar vam na gros qet nemeur,
Nac ac'hane nac a valeur!

Honnes ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Plac'h yaouanq, amzer zo bet
Ne gasse gourc'hemen ebet,
Na vije pelloc'h estimet :

Honnes voa ar c'his ancienna.

Collet ê privilach an toq,
Bremâ e ya ar plac'h arauc;
Ne ra fors, nemet caout eur paut :

Honnes ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal e voa ral güelet
Plac'het scân, pennou avelet,
Gant aon da veza dispriset :

Honnes voa ar c'his ancienna.

Mes bremâ ne reont cas ebet,
Qen intourdi int hac eur girouet;
Bâr e zê muzur ar mère'het :

Honnes ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal an hostaliriou,
Etro pade an offiçou
Viye serret an norojou :

Honnes voa ar c'his ancienna.

Bremâ, vit lipat hoc'h arc'hant,
En de, en nôs, ba p'ho pe c'hoant,

(5)

E ve digor dêc'h , feneant :

Honnez ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Goechal pa zêt d'ar pardonniou ,
Ha p'en em gavet en dançou ,
Na vije nep seurt hormidou :

Honnez voa ar c'his ancienna.

Mes bremâ peb Janned , peb Mari ,
A renq caout eur chal , eur paraplui ,
Ha Yan caout eur c'horn dindân e fîi :

Honnez ar c'his a zo bremâ. (bis.)

Plijout a rayo va chanson
D'an neb en deus sur sans , rôzon ,
Dre ma oun bet enni güirion :

Honnez voa ar c'his ancienna.

Displijo d'an nep a garo ;
Nep en deus gal en em grafo ,
Ha deus ar remed e sachô :

Honnez ar c'his a zo bremâ. (bis.)

F I N .





CHANSON NEVEZ.

VA speret zo jénet, n'oun qet petra zo cos,
N'allàn pelloc'h cousqet na qennebeut repos;
N'allàn tenna profit eus a neb nouritur,
En bil en em chanchont gant an displijadur.

Grêt emeus va fossabl hac i've consultet
Coulz en qêr, var ar mèz, calz a vedecinet,
Ma leveront a eur vouez penos e zeo Cupidon
En deus plantet biriou nac ebars em c'halon.

Goude eur seurt rapport me ameus comprenet
Pell emàn ar sourcen demeus va oll c'hlénvet;
Rac-se me ya ebete da c'hout ha me am bo,
Ur soulajamant benac nac en qever Cato.

Bonjour déc'h, Cataouic, gouir objet va
speret;
Penos ra ho calon? ha c'houi zo yac'h bepret?
Ia sur, va Yvonic, ne meus qet a glénvet,
Nemet m'am boa jen bras, pa na deuac'h
d'am güelet.

Casset em boa cannad da c'hout eus ho
qêlou ,
P'ini en deus laqet da redec va daerou ,
O tont d'am assuri e voac'h aboe tri de
Gant chagrin ha clénvet dalc'het var ho
qüele.

Qementse zo certen , tri dez zo tremenet
Aboe m'am boe'n enor, Cataouic, d'ho coelet,
Oterc'held'hocherissabars etre va diouvrac'h,
Mes aboe m'ho qüittais e meus jenamant vrás.

Tud hanaveet ouzoc'h o deus dîn assuret
Ho poa ar santimant da vea va zromplet ;
Neuze me meus approuvet proverb ar Bugael
Fur :

« Carout hep bea caret a zo displijadur. »

Qent ober qementse , ô ! va douciq Yvon ,
C'houi velse ar pesqet o tont eus ar môr don ,
Evit choas o demeuranç ebars en beg ar goe :
M'ho car hac ho caro bete sin va bue.

O sourcen a furnez , c'houi c'heus va c'hon-
solet

Dre ar c'homzou charmant oc'h eus-hu pro-
noncet ;

Bremàn me a vel patant e zeo c'houi a zispos

Eus va buez ha yec'het, coulz en deiz vel en
nôs.

Cessit, cloarec yaouanq, ô! cessit da bar-
lant,

Goneet oc'h eus va c'halon ha va rentet con-
tant :

Ma tremenomp hor buez an eil gant eguile,
Bete ma vomp galvet da balez an æle.

F I N.

*Grêt gant Yvon FEUTREN ha Guillou HOMO, sco-
laerien en rhetoriq, e scolach Sant-Brieuc, en ur
eva boutaillad, en hostaliri hanvet Ar Vreg hep
penn, var Marc'had an Ed.*



E Montroulez, e ty LÉDAN, e traòn ru ar Vur.